

- Deu't eta 'ta, Yannig gêzh, deu't eta, deu't eta !
- O ! Itron, me ho trugareka !"

- Venez donc, pauvre Yann, venez donc, venez donc !
- Oh ! Madame, je vous remercie !"

Yannig, Yannig a c'hoarzhe, a c'hoarzhe, a c'hoarzhe,
'Barzh ar gwele na pen e oe !

Yannig, Yannig, riait, riait, riait,
Dans le lit quand il était !

Variante : Hélène PARC, Ploure (Plouray), 27.07.1979

Pe oe Gwi - lho - mig 'a'n treu - zoù, Gwi - lho - mig a oue - le

- Ta - vet c'hwi din, Gwi - lho - mig, na pe - rek a oue - let ?

- Ma mes - trez koant ma kre - de - hen 'barzh 'n ho ti mont a re - hen

- Deit en - ta, deit en - ta da ga - re - sat ho mes - trez vraw.

Pe oe Gwilhomig 'a'n treuzoù,
Gwilhomig a ouele.
- Tavet c'hwi din, Gwilhomig, na perek a ouelet ?
- Ma mestrez koant, ma kredehen,
'Barzh 'n ho ti mont a rehen.
- Deit enta, deit enta,
Da garesat ho mestrez vraw.

Quand petit Guillaume était sur le seuil,
Petit Guillaume pleurait.
- Cessez, petit Guillaume, pourquoi pleurez-vous ?
- Ma belle maîtresse, si j'osais,
Dans votre maison je monterais.
- Venez, venez donc,
Caresser notre belle maîtresse.